Au fol° 107 recto, seulement le titre :

(107 recto) Groac'h Aes
(encre bleue)

Argument (1)
(encre noire)

[rien aux fol^os 107 v° et 108 recto.]

(108 verso) Groac'h Aës.

Arri groac'h Aës en hon bro,
Kessomp meïn bras war en hiñcho ;
Kessomp meïn bras a meïn bian,
War en hent- bras en Kreis al lann.

An erer dü, an erer glas,
Zo en tachen o c'hoari vas.
. . . . . .

Hag (1) an den Koz a levere
En he goaze war Menebre :

— Well a ve kernes a bossen
Wit groac'h Aës en hon c'hichen

Well a ve brezel a maro
Wit groac'h Aës en hon c'hevro.

Man groac'h Aës en pen al lann,
hounes na deu ket he c'hunan

Eruantourien a zo ganté
Da lakat noas leuren ho tí

(1). — Contrairement à cette indication du fol° 107 recto, il n'y a pas d'Argument. Penguern, avait commencé, mais il a bien biffé ce qu'il avait déjà écrit.
(2). — h écrit en surcharge sur un n (nag).

530

Kiri houarn a zo ganté,
A Kezek gwen deus he c'hiri.

Hag er gernes, gwen vel an erc'h,
War geïn eun eïes deu warle[r]c'h. (109 verso)

Er brezel gwal, er brezel ter,
A deu warle[r]c'h gant an erer;

Gant er bleïdi gant er brini,
Zo Klask Kat Kig tud da dibri.

Ar vossen ru, ar vossen wen
A deu warle[r]c'h en eur c'har prenn;

En eur c'har prenn 'n en wic'hourad,
An ankou trēut hen charcat.

Warle[r]c'h hounes na welan Ken,
Na welan den war er blenen;

Na welan Ken mert ar gwē bras,
O Kreskiñ war an douar noas.
Kessomp meïn bras a meïn bian
War an hent-bras en Kreis al lann.

7

[trad. franç. de ce texte,
par Penguern,
aux fol^os 109 et 110 rectos.]

[Rien au 110 verso.]